



KIMIAD EUN DEN IAOUANK

Euz a barous Tregrom



TON : *Kimiadou ar Gard Mobil.*

Tostañt habitantet a bep sort kalite
Da gleuet eur c'himiad trist, kompozet a neve,
Zo groet d'ar voerset iaouank pere ha ra parti
Deus eil klast ar gard mobil hag a renk kimiadi.

Partied ar voerset iaouank leus a barous Tregrom ;
Bale a rent kalonek entrezek Lannhuon,
Kana rent enn eur vonet en c'himiad, meubet kruel,
A oa gr-t goec'hal da botret Gurunhuel.

Kri eo ar galon ma na deu da welan
O klevet o kimiadi ar gard mobil kentan ;
Tristoc'h vo c'hoas goude pa voelfet o partia
Eil klast ar gard mobil : ho kalon ha dle ranna !

Pa voelan ar vamm baour o welan, o teplori,
Ebarz en ilis santel, drag ar Werc'hez Vari,
Ha hi o pedi kalonek da obteni evit he
Ma retorjete c'hoas d'ar guer eur veac'h enn bue.

Ma c'halon zo gl-e haret pa lenna-me ar c'h-loïou,
Ma daoulagad a zo buet en eur mor a daerou,
Pa renkan kimiadi ha monet deus ar guer,
Ha laret deze kenavo evit eur pennat amzer.

Kenavo ma zi milin, euzet barz enn draouien,
Plassenno braou oar bere buguel e c'hoarienn,
Gouen huel e ar boudeñnek enn disheol a bere,
Epad tonder ann anvou, meus kousket da greisde.

*Plagie
de
Proué*

Kenavo, beleien 'r barou, sirtou 'nn otron Hello,
C'hui a c'heus labourer kals evit hon e has d'ann envo,
Na c'heus ket espergnet ho poan nag en de nag en noz.
Ar bonheur zouetan dec'h euz e c'hi ar ar barados.

Kenavo beret ar barou, douarou biniguet,
Enn pelec'h e moa desseign da vean interes.
Deiz goel ann anoug kemmas, ni mui voar ar bezion
En pelec'h e repos ma zut goude ma c'hiat marou.

Kenavo dec'h ma mignonet deus a barou Tregrom,
Me a deu da guinia li gant glac'har em c'halon,
Ped g'uec'h omo n'eun divertisset, goude ann ofisou,
Da c'hoari eur barti c'hatou pe eur barti voulou.

Kenavo, tud ancien, gant ma c'halon glac'har et,
Da harpa ho kosui nimp a oa destinet ;
Mez eur lezen a zo deut abeours miuistr ar brezel,
Hac a renkomp ho kuitad pa voar deut d'hon guervel.

Ar Republik a zo breman a neus goure hemenet
Ma vezo exerset ann oll sitoyanet,
A d'ek'ngent-vla, da vania ann armon,
Betek tri-ugent vla, evit difen hon bro.

Zavet a zo breman tremen eiz kant mil den
Hag a guita iye ho bro gant glac'har hag anken,
Evit en eur difen euz ar Brus-ianet
A neus c'noat da exersi voarnomp ho c'hrueldet.

Otron Doue, ma guir vestr, guir roue ann envo,
Heman a zo din c'hivoud, glac'har bras ha kanvo,
Pa renkan me dilezel ma bro ha ma ligne
Hag ambandoni oll ha monet d'ann arme.

Aman e tenan da invoki Tad ar sperejou-mad
De arreti ann daere a zo em daoulagad ;
O Majeste infini ! kurunen ann oll zent !
Deut eta, me ho suppli, da gonzoli ma c'herent.

O majeste infini ! roue ann oll elez !
 Diskeñnet voar ma c'herent eur zel a drugare ;
 Deut eta, me ho supli, deuet d'ho c'honzoli,
 O renkout kinia li diw - me r' deze glac'hari.

Kenavo eta, ma breur paou , kenavo evit mad,
 Birviken na skuolo ken eta ma daouagad ;
 Gonde beau da breuet digant ar gouarnant,
 E renkes hon abandonni ha mont warlerc h' de arc'hant.

Itron-Va ia Rozera, eil batronez Tregrom,
 Me a dea d'ho suplian, deus a greiz ma c'halon,
 Da gonzoli ma mamm baour ebars enn he c'hosni.
 Renkout kimiadi d'he mab, pebeuz glac'har evit-hi.

N'em gonzolit, ma mamm baour ha c'hai ma c'hoarezet,
 N'imp retorno c'hoas d'ar ger gant hon dro po loreet,
 Gouezet ganiimp ar viktoar war hon in miet :
 Birviken gant roue Pruss na vemp-ni kommandet.

Deu eo ar Brussianet war douar ar Fransizien,
 Graet ho deus kals ha ravach, an dra-ze zo serten ;
 Ravajet ann douarou, gret o deus fallente !
 Ar gard mobil ha bromet e pefont quer ann treo-ze.

N'imp a ha a galon vad 'vit difen hon bro
 Hag a bromet he difen, ia, betek ar maro ;
 Ouel eo ganiimp-ni mervel mil guech war ar blenen
 Evit rei da roue Pruss hon fusuil, hon zabren.

N'imp na refomp ket 'vel ann Napoleon,
 Zo n'em rentet prisonnier c'hanvet ouz eur poultron ;
 Prisonniet so gant an trem-n daou-ugent mil den...
 Roet he zabren deus he zorn, ambaudonet ar Fransizien.

Kenavo, ma muia karet, ma doussik koant Jeann-Mari,
 Eur blanedenn diramet a deu d'hon seperi ;
 Plijadur hag enrusdet n'eur momet zo tremenet :
 A boan ec'h eo dimp-ni beau n'eum anaveet.

Eur chaden a moamb formet dimens ann amitie
 Hag ec'h eo red e zorri ha m'net d'ann arme.
 Kenavo 'ta, ma c'harante, 'nn hini garen ar muia,
 Pa zoujan en kement-se, ma c'halon a ven ranna.

O kalon a garante, kenavo, dit : laran,
Biscoas poan na meüs santet a ve par da c'homan :
Echu eo ma c'halon, ma nerz ha ma c'hourach...
Bremen eur voulet pruss ha mo evit partach.

Arri eo, sivoas ! ann heur, r-d eo n'eur separi...
O Doue ! pebeus glac'har ! pebeus melankoni !
Adieu eta, ma c'harante, me lavar dit kenavo,
Er bed-ma, da virviken, Doue d'ho konduo.

Me a garfe kad ar remet a douzase ma glac'har ;
Evidon eo achu phjaduriou ann douar,
Plijaduriou ann natur zo achu evidon,
Kenavo d'am iaouankis deus a Kernoteriou.

Ar c'himiad-man zo gret, gant kals a nec'hamant,
En eun amzer a drubuil gant eur miliner iaouank,
A neus hi kompozet, ken mont er mez deus he vro,
Hag a c'houlen diganez a eun neubeut a bedenou.

A decorative flourish or ornament surrounding the word 'FIN.'

FIN.

(Propriété.)